

1


DISKAN :

*Hron Varia Treminou,
Deuit, mar plij, d'hor selaou !!
Gwerc'hez roit d'eomp ho skoazell,
Taolit warnomp eur zell !
Mirit hor Feiz, hor yec'hed,
Ha grit d'eomp holl kerzet,
Sikouret gant ho krasou
Eün war hent an Nenvou !*

1. Mamm, setu ho pugale,
Dizroet adarre,
A greiz-kalon d'ho pedi
Leun a fizians, Mari !
Dre ho torn madelezus
E skuilh Ho Mab Jezuz
Bepred e vadoberiou
War an holl eneou.
2. Gwerc'hez santel, Treminou,
C'houi Mamm an holl grasou,
Diwallit hon holl vadou
Evel re hon Tadou !
Ma veulimp dreiz Doue
Ha c'houi ive goude,
C'houi ar vamm a drugarez
Ha c'houi hor Rouanez !
3. Pellait diouzomp ar pec'hed,
Pe ma 'z omp bet kouezet,
Aspedit ho mab Jezuz
Ma vo trugarezüs.

Ni a oar re vat eun dra.
Dreizomp n'hellomp netra !
Met gant ho sikour, Gwerc'hez
'Vezo puilh hor buhez !

4. Ni 'ra eur goulenn ouzoc'h :
Mirit ar re 'garoc'h.
Hag hor Bro ho kar, Gwerc'hez,
Gant he mor, he glasvez.
Diwallit ar pesketour,
Benniget e labour !
Roit d'al labourer-douar
Derzeziou hep glac'har.
5. War Plomeur beilhit bemdez !
Lakit unvaniez,
Lakit ive karantez
Etre tud ar barrez,
Ma vo enni kaer beva,
Morse lec'h da grena,
Ma veulo an holl Doue
Gant doujans, levene !
6. Ne drugarez kaomp morse
Awalc'h ho madele :
N'ehanit na deiz na noz
Da rei d'eomp ho pennoz !
En hor joa, n'hon ankeniou
Prest ato d'hor selaou ;
Ho meuli 'zo dereat :
Trugarez, Gwerc'hez vat !



Jean Guillon

2

PEUPLE DE FRERES (T 122)

1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple !
2. L'amitié désarmera toutes nos guerres,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L'amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.
3. La tendresse fleurira sur nos frontières,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu.
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple.
4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu.
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
Notre Dieu fait vivre son peuple.

R/ Peuple de Frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu.

3 GLORIA

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax homi-
nibus bonæ voluntatis.

Laudamus te.

Benedicimus te.

Adoramus te.

Glorificamus te.

Grátias ágimus tibi * pro-
pter magnam glóriam tuam ;

Dómine Deus, * Rex cæ-
léstis, * Deus Pater omni-
potens !

Dómine Fili unigénite, *
Jesu Christe !

Dómine Deus, * Agnus
Dei * Filius Patris !

Qui tollis peccáta mundi*,
miserére nobis.

Qui tollis peccáta mundi,*
súscipe deprecationem nos-
tram.

Qui sedes ad dexteram
Patris, * miserére nobis.

Quóniam tu solus sanctus.

Tu solus Dóminus.

Tu solus altíssimus, * Jesu
Christe.

Cum Sancto + Spíritu, * in
glória Dei Patris.

Amen.

4

REFRAIN

Reviendra-t-il marcher sur nos chemins,
Changer nos cœurs de pierre ?
Reviendra-t-il semer au creux des mains
L'amour et la lumière ?

- 1 Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes,
Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les
[pauvres :
- 2 Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse,
Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle :
- 3 Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête,
Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte :
- 6 Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu devant le fils prodigue,
Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie :

5

MAGNIFICAT MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM

1. Il s'est penché sur son humble servante;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles;
saint est son nom!
2. Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
- 3 - Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
- 4 - Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
5. Rendons gloire au Père tout-puissant
à son Fils Jésus Christ le Seigneur
à l'Esprit qui habite en nos cœurs
Dans les siècles des siècles. Amen